Telougoueg

Ur yezh dravidek eo an **telougoueg** (*telugu* తెలుగు) komzet gant 80 milion a dud en India hag er bed a-bezh.

Unan eus yezhoù ofisiel India eo an telougoueg. En India e vez komzet e Andhra Pradesh dreist-holl e-lec'h m'emañ yezh ofisiel ar stad, hag ivez e Tamil Nadu, Karnataka, Maharastra hag e Orisa ha Chhattisgarh. A-hend-all e vez kavet telougouegerion e Bahrain, Fidji, Malaysia, Moris hag ar Stadoù Unanet.

Tost-tre eo an telougoueg d'an thenchoueg (*chenchu*), d'ar savareg (*savara*), ha d'ar waddareg (*waddar*).

Skrivet e vez an tamileg gant un abugida ispisial, ar skritur telougouek.

Telougoueg
(*Telugu*, తెలుగు)

Perzhioù

Komzet e :	India
Rannved :	Andhra Pradesh
Komzet gant :	70-80 000 000
Renkadur :	13-17
Familh-yezh :	Yezhoù dravidek ▪ Yezhoù dravidek ar su-kreiz ▪ Telugu ▪ **Telugu**

Statud ofisiel

Yezh ofisiel e :	India
Akademiezh :	hini ebet

Kodoù ar yezh

ISO 639-1	te
ISO 639-2	tel
ISO 639-3	
Kod SIL	TEL

Sellit ivez ouzh ar pennad Yezh.

Gwelet ivez

- Roll yezhoù ofisiel India
- Yezhoù dravidek
- Skritur telougouek

Liammoù diavaez

- *Ethnologue* (http://www.ethnologue.com/show_language.asp?code=TCW)
- Geriaduriοù saozneg-telougoueg (http://www.sahiti.org/dict/index.jsp?code=TCW)

Adtapet diwar « https://br.wikipedia.org/w/index.php?title=Telougoueg&oldid=1462484 »

Kemmoù diwezhañ degaset d'ar bajenn-mañ d'an 4 Ebr 2013, da 15:51.

Gallout a reer implijout an testennoù zo dindan an Aotre-Implijout Creative Commons Dereiñ/Kenrannañ diouzh an hevelep divizoù; divizoù ouzhpenn a c'hall bezañ ivez. Gwelet an Doareoù Implijout evit gouzout hiroc'h.